



BREZHONEG ER FAMILHOÙ

FRAMM AN DIBENN-SIZHUN

Resisaet e vo ar programm war blas

An eurioù a c'hell kemmañ un tamm hervez lusk ar strollad hag ar greizenn-degemer.

<i>An eur</i>	<i>Ar pezh 'vo graet</i>	
Gwener		
Adalek 5e30 d'an abardaez	Degemer ar familhoù	
6e ½	Digor kalon	
7e	Pred degaset gant pep hini	
8e	Beilhadeg	
Sadorn		
8e – 9e	Dijuni	
9e ½ – 10e ½	Prantad 1	Resisaet e vo war blas
10e ½ - 11e ½	Prantad 2	Resisaet e vo war blas
12e – 2e	Merenn	
2e – 3e	Prantad 3	Kousk-aez evit ar re vihanañ. Amzer vak
3e– 4e	Prantad 4	Resisaet e vo war blas
4e – 4e ½	Merenn-vihan evit ar vugale	
4e ½ – 5e ¼	Prantad 5	Resisaet e vo war blas
5e ¼ - 6e	Prantad 6	Resisaet e vo war blas Amzer vak
7e	Koan	
8e½	Beilhadeg (Fest-noz?)	
Sul		
8e – 9e	Dijuni	
9e ½ – 10e ½	Prantad 1	Resisaet e vo war blas
10e ½ - 11e ½	Prantad 2	Resisaet e vo war blas
12e – 2e	Merenn	
2e – 3e	Prantad 3	Kousk-aez evit ar re vihanañ. Naetaat ar c'hambrou
3e– 4e	Prantad 4	Bilañs a-stroll
4e	Echu eo	